



# TORFEDJOU TAULE

Muntrerez Franseza Jaffrès

HAG HE MERC'H

JANNY TANGUY

Dre YAN COMBOT

*Var eun ton anavezet.*

Tostait koz ha iaouank, tostait da glèvet,  
Daou dorfet ar re vrassa pere zo n'eur gavel,  
Ha genn döstig d'ha ur bourg a zo hanvet Taule,  
He zeo bet enn eur gavet a dra-zur kement-se.

D'ann un-var-n-ugent ha vè er bloaves tremenet,  
He zint bet enn ur gaves sivoas ann daou dorfet,  
Gret' gant un den heb calon a zo hanvet Combot,  
Pini verit ar maro bremen evit he lod.

Bars er Braken-Lanninor, he voa ho chom diou blac'h  
Ar vam kouls hag he merc'h n'he hallan mui en nac'h  
Ar vam he doa ha voad naontec-ha-tri-ugent,  
Hag he merc'h eis ha tregont ha lavar he c'herent.

Ar vam, Franseza Jaffrès, intanvez an Tanguy,  
Oa ho veva gant he merc'h he voa anvet Janny.  
Ar vrud he oa dre holl ho d'oa kals ha arc'hant,  
Hag un den deus bourg Taule ho c'haout devoa c'hoant.

D'ar zadorn un-var-n-ugent enn mae evit an nos,  
Pa voa ebars en Taule, ann holl dud ho repos,  
Ar muntrer guita he di neuze heb ober trouz,  
Hag he c'ha da Lanninor ker sioul hag ur lapous.

Raktal ma oa n ur gavet er Vraken-Lanninor,  
Heb chom pell da varc'hata, he skohas var ann hor,  
Guervel he ras Janny ha Janny he zavas,  
Ha d'ho muntrer divorc'hed, ann hor e zigoraz.

D'ha Janny he lavaras 'n'eur glask en digare,  
Monet gant-han ur pennad deus ho zi da vale,  
Ha Janny heb kavet aon c'has gant-han da bourmen,  
N'he gredan ket e ouiche he oa tefal he benn.

Pa oaint hêt eur penadik d'an traon he discaraz,  
Ha gane ur men ar brassa he fenn he vruzunaz,  
Skei a eure var-n-ezhi heb aon an den digar,  
'Vit he lonka e gleje diguerri ann douar.

P'an devoa lazet Janny, d'ar Vraken zistroaz,  
Hag evit laza he mam eun digare glaskaz,  
Goude ma oa mam Janny, savet deus he gwele,  
Ar muntrer zaill var-n-ezhi hep kaout aon na truez

Klasket en d'oa he mouga, goude e chontella,  
An den-ze a zo eun den deus ann dud digara,  
Hag evel-se lavaran kenkouls hag eur barner,  
eus eun den zo ken digar justis gleer ober.

Goude beza ho lazet, he furch an armellan,  
Hag he guemer diouthe heb aon, ann arc'hantchou  
Neuze ha brenn sionl ann hor hag e c'ha da gouskad,  
Evel ann hini a ve bet bepred ha galon vad,

Evit ann devez varlerc'h he zav deus ar beure,  
Ha dioc'htu c'has d'ann davarn da eva ur banne,  
Meur a vanne a evas hag he bê d'ar re all,  
Ho klask kuz ann torfedjou ha zeue d'en tamall.

Daou c'chant lur dek ha tri uguent en d'oa kemerset,  
Moguen ar gueil deus ann aour straville he spered.  
C'hoant en devoa d'ho c'huzet en un lec'h benaket,  
An den fall en doa c'hoant d'ha guzet he bec'het.

D'an daou var-n-ugent ha vè evit ar zul vintin,  
Eun den pini n'he garie ket aliez c'hoarzin,  
Var dro pemp heur da glask lez e c'has da di Tanguy.  
Hag e chalvas anezhi kenkouls evel Janny.

Ho velat n'he gomze den en ti he tigoezas,  
Hag he galon glac haret heb dale pell e chomaz,  
Pa velas 'tal ann oaled ann intanvez Tanguy.  
Prest da renta he ene he c'hellit va c'hredi.

D'ha di he amezeien a red heb koll amzer,  
Hag unan gav korf Janny, maro tal ar Gosquer.  
He fenn oa bruzunet, ar goad ha poulladou,  
Ha ruzie dei he dillad kenkouls hag he boutou.

He bugale oa enn dro d'ann intanvez Tanguy.  
N'he ranke den d'he beilla nemet he merc'h Janny.  
Hoguen 'vel he m'eus laret ouman he oa maro,  
Halazet siouas dezhi dre zorn an den garo.

Daou ha redas neuze da glask person Taulé,  
Pe unan ar vikeled da zont buan gant-he,  
Hag en eur gavet er bourg Ian Combot he gavjont,  
Pini c'houlen digant-he gant eur vouez divergont

Petra e zo a nevez leverit d'in goarsset,  
Pa ho kuelan evel-se ha c'houi ho taou presset,  
Leverit din-me buan petra zo ha nevez,  
Kid he lavaras unan ha c'houi ouio ive.

Ar justis en ur laka da ober he micher,  
En eur glask gouzout ive piou e oa ho muntrer,  
Ann hini goz lavare en noz araog Janny,  
He oa bet eat gant Combot er mez da bourneni.

Kement-se 'vit ar justis he oa ur sclerijenn,  
Pelled he oa diout-he goel ann devalijenn,  
Hag ann dud he lavare goustadic Iann Combot,  
Bars en maro an diou-se en devoa bet he lod.

Dastumet e oa Combot, ur pennad er prizon,  
Ha goude laket er mez evel just ha rezon,  
Hogen dre ma oa goal gals ha soupson varnezhan.  
Ar justis a sonjas c'hoas kemeret anezhan.

Pa oa laket er prizon he glask en eur grouga,  
Pe enn ur stum benaket donnet d'enn ur mouga.  
Ar jolier pa velas-se he glask ar procuror,  
Ha Combot c'hanzav dezhan torfedjou Lanninor.

Meur ha ini a zo bet gant Combot tamallet.

D'ha veza gret **enn** he lec'h sivoas daou dorfet,  
Hogue Doue ha skuizas ho clevet ar muntrer,  
Hag e ra dezhan anzav he vuntrou d'ar barnet.

Kasset eo bet da Guemper, evit beza barnet,  
Hag ar lez-varn d'ar maro en deussan condaonet.  
He c'houg bars en Montroulez, he vo dezhan troc'het;  
Abalamour d'he vuntrou, ne vo ket espernet.

Pevar dest ha daou-uguent, e oa eneb Combot,  
Ha peb hini diout-he he lavare he lod,  
Ha varlerc'h ho zesteni, Combot ha zo barnet,  
Da zonet da Vontroulez, da veza dibennet.

Goude m'an d'oa ar Lez-Varn en barnet d'ar maro,  
He c'houla digant Combot neuze ar memes tro,  
Hag enn he vije het grass evit-han goulennet,  
Digant ann hini he ro pa ve gant-han plijet.

Ian Combot ha repontas he oa contant ha ze,  
Hag ar Lez-Varn he scrivas d'ar prezidant neuze,  
Hogen he c'hrass n'he zeu ket; Combot renko mervel,  
Troc'hed a vezò he c'houg dezhan gant ur gontell.

D'an daou dœuz ha viz c'huevrer, eo barnet d'ar maro  
Ar Lez-Varn enn he andret zo bet ive garo,  
Red e vo dezhan ive paea he dorfedjou,  
Doue ro d'ha bep hini hervez he oberou.

Ian Combot a zo maro, maro ha douared,  
He benn diver he c'houzoug a zo dezhan lammet,  
D'an eis-var-n-uguent a ebrel, eo maro ann den-ze,  
Pedomp holl koz ha iaouank, Doue 'vit he ene.

Meur ha ini 'vel Combot, he ra ar memeus tra,  
Ar maro vit ann dud ze, a zo evel netra.  
Ha coulscoude ar maro a zo eun dra scrijus,  
Evit an hini a ve bet he vue spountus.

Evel-se holl he gleomp pedi ha wir galon,  
Jezus-Christ kouls hag he dad da rei demp hor pardon,  
Pa zeomp dirag he dron evit beza barnet,  
Da vont d'an devalijen pe da chom er sclerdet.

*De Profundis clamavi.*

VISANT COAT.

---

Montroulez, imprimiri LANOE.

LES  
2 MEURTRES DE TAULÉ  
**FRANÇOISE JAFFRÈS**  
Et sa Fille JANNY TANGUY  
—  
**COMPLAINTE**

*Air connu.*

Daignez venir entendre  
Dans ce vallon maudit,  
Si votre cœur est tendre,  
Les accents du bandit.

Au sein d'une commune,  
Dont le nom est Taulé,  
Un soir au clair de lune,  
Un crime est arrivé,

Le temps était superbe,  
C'était le mois des fleurs,  
L'insecte couché dans l'herbe,  
Oubliait ses douleurs.

Au sein d'une chaumière,  
Au Braken-Lanninor,  
Un rayon de lumière,  
Illuminait encor.

Une bien vieille mère,  
La veuve de Tanguy,  
Vivait là, sans mystère,  
Et sa fille Jeanny.

Un gars de la commune,  
Dont le nom est Combote,  
Voulait de leur fortune,  
Avoir le meilleur lot.

Il frappe sur la porte,  
En appelant Janny,  
C'est Combot, mais n'importe,  
Dit la veuve Tanguy.

Arrivé sur la route,  
Qui conduit au Cosquer,  
Combot est en déroute,  
Comme est parfois la mer.

Il frappe et puis terrasse,  
Sans nul remords, Janny,  
Sous ses lourds coups trépasse  
La fille de Tanguy.

Lorsque Janny fut morte,  
Combot retourne encor,  
En disant que m'importe,  
Au Braken-Lanninor,

De retour, à la mère,  
Combot dit : levez-vous,  
Ma charmante commère,  
A bien besoin de nous.

La vieille alors se lève,  
Et Combot le brutal,  
Frappe sans nulle trêve,  
D'ici qu'elle est bien mal.

Il fouille après, l'armoire  
Et dérobe l'argent.  
Cet homme est prêt à boire,  
D'ici qu'il est content.

A l'heure où la nature  
De nouveau s'éveillait,  
Un vieux, sans aventure,  
Au Braken s'en allait.

Il frappe sur la porte,  
Mais personne ne répond,  
Entrons vite, qu'importe,  
Car ceci me confond.

Alors ce vieux bonhomme,  
Rentre dans la maison,

Et puis reste là comme  
Un privé de raison.

Un crime abominable  
S'offre alors à ses yeux,  
Fait par un misérable  
Que punira les cieux.

Aux gens du voisinage,  
Il dit : Venez ici,  
Et sans nul commérage,  
Regardez bien ceci.

Françoise est presque morte,  
Accourez tous la voir.  
Voyez près de la porte,  
Comme le sang est noir.

On prévient sa famille,  
De venir au logis,  
On appelle sa fille,  
Avec les yeux rougis.

On previent la justice,  
De venir sur les lieux,  
Pour faire son office,  
En dépit des faux dieux.

Vite, on se met en route,  
Pour chercher le curé,  
Sa bru est en déroute,  
Et son cœur est navré.

La bru a pour seul frère,  
Le nommé Jean Combot,  
Qui veut pour se distraire,  
Avoir le meilleur lot.

Elle a peur que ce frère,  
Ne soit le meurtrier,  
Lui, qui fait le contraire,  
D'un brave journalier.

On cherche à gauche, à droite,  
Pour savoir qui serait,  
Dans ce monde qui bolte,  
L'auteur de ce forfait.

On commence l'enquête,  
Et pour savoir la fin,  
Le procureur arrête,  
Jean Combot, le malin.

Ensuite on le relâche,  
Mais peu de temps après.  
Sous les verroux ce lâche,  
Ne rêve que cyprès.

A la fin, il avoue,  
Devant le Procureur,  
Tout en faisant la roue,  
Qu'il est le seul auteur.

A Quimper on le juge,  
A la peine de mort,  
Dont l'unique refuge,  
Est la tombe pour port.

On a le témoignage  
De quarante-quatre témoins,  
Tous de son voisinage,  
Où Morlaix néanmoins.

Il est dans sa cellule,  
A la Maison d'arrêt,  
Son sang bien peu circule,  
Se voyant au secret.

Morlaix, de ces deux crimes,  
Longtemps se souviendra,  
Et pour les deux victimes,  
Souvent elle prierai.

Le bourreau l'exécute,  
Sans mettre un tablier,  
Sa dernière minute  
Est dans le sablier.

De Profundis clamavi !

*Morlaix, le 18 Avril 1893.*

Propriété de l'Editeur. VINCENT COAT.

Morlaix, imprimerie LANOE.